



# APPRENDRE LE BRETON EN 6 OU 9 MOIS À QUIMPER

DEUS  
GANEOMP!\*

\* Rejoins-nous !



Design graphique : www.lapefitegraphiste.com

Renseignements / Titouroù  
Ti ar Vro Kemper  
02 98 90 70 43  
contact@tiarvro-kemper.bzh  
Site internet : tiarvro-kemper.bzh

## ROUDOUR

2, straed Meilh Melwenn / rue du Moulin de Melgven  
29000 Kemper - Quimper  
02 98 99 75 81 | kemper@roudour.bzh  
www.roudour.bzh

La scop Roudour est un organisme de formation professionnelle créée en 1995. Après avoir suivi l'une de nos formations, vous pourrez travailler dans l'enseignement, la petite enfance, l'animation, la culture... Nous proposons des formations longues, des stages courts ainsi que des formations à distance ou hybrides. Découvrez la rapidité, la fluidité et la densité de l'apprentissage Roudour !

Au début de la formation, vous serez amenés à accomplir par le geste ce qui vous est demandé par les formateurs et les formatrices. C'est de cette façon que les enfants apprennent leur langue maternelle par exemple. Grâce à ces méthodes d'Apprentissage Accélééré, vous retiendrez rapidement les mots, les tournures de phrases et les expressions caractéristiques de la langue. Vous apprendrez très efficacement sans vous en rendre compte !

Vous serez accompagnés par vos formateurs et notre plate-forme de formation Ambroug. Vous mettrez également en pratique vos connaissances sur le terrain à l'aide de votre marraine ou votre parrain, une personne de votre entourage qui vous aide dans votre apprentissage. Un lien se crée entre les personnes bretonnantes et ceux et celles qui sont en train de l'apprendre.

Notre centre de formation se situe dans le quartier de Lududu. Inscription simple comme un clic sur notre site roudour.bzh. Organisme de formation certifié Qualiopi.

Un aozadur stummañ micherel krouet e 1995 eo ar scop Roudour. Goude bezañ heuliet unan eus hor stummadurioù e c'helloc'h labourat er c'helell, gant ar vugaligoù, gant ar buheziñ, gant ar sevenadur... Stummadurioù hir, stajoù berr ha stummadurioù a-bell pe hironet a vez kinniget ganeomp. Dizoloit pegen buan, flour ha fonnus eo an deskiñ gant Roudour !

E penn-kentañ ar stummadur e voc'h lakaet d'ober dre ar jestroù ar pezh a vo goulennet gant ar stummerien hag ar stummerezed. E-mod-se e vez desket ur yezh gant ar babigoù da skouer. A-drugarez d'hon hentenoù Deskiñ Buan e vo dalc'het soñj ganeoc'h eus gerioù, stummoù frazennoù ha troioù-lavar brezhonek. Desket e vo ganeoc'h en un doare efedus-tre hep merzhout !

Skoazellet e vezit gant ho stummerien ha gant al lec'hienn Ambroug, hol leurenn stummañ. Pleustriñ a rit war an dachenn gant ho maeronez pe ho paeron, tud dibabet ganeoc'h evit ho harpañ en ho teskerezh. Krouet e vez ul liamm etre ar vrezhonegerien hag ar re a zo o teskiñ ganeomp.

E karter Lududu emañ hor c'hreizenn stummañ. Enskrivadur ken aes ha tra war hol lec'hienn roudour.bzh. Aozadur stummañ testenikaet Qualiopi.

QUIMPER  
KEMPER



## KELENN

3, straed Vañde / rue de la Vendée 29000 Kemper - Quimper  
02 98 95 55 99 | kelellenn@kelellenn.bzh | www.kelellenn.bzh

### Deskiñ brezhoneg evit micherioù ar c'helell dindan 9 miz

Ur stummadur kinniget da biv bennak a fell dezhañ labourat en ur skol divyezhek, pe vicher bennak e vefe ha na oar ket brezhoneg c'hoazh pe re nebeut diouzh ar vicher vizet.

Brezhoneg (650 eurvezh), danvezioù skol (100 eurvezh), ha stajoù pleustrek (5 sizhun) a ya d'ober ar stummadur-se.

Kreizenn Stummañ Diwan eo Kelellenn, e-kichen Skol Diwan Penharz ha Skolaj Diwan Jakez Riou emañ, en un endro hollvrezhoneg eta.

Degemer a raïmp, hini hag hini, an dud e-sell da enskrivañ ganeomp, evit kadarnaat pe resisaat o raktres micher.

APPRENDRE  
LE BRETON  
EN 6 OU 9 MOIS  
À QUIMPER

## MERVENT

2, straed ar Skol-Veur / rue de l'Université 29334 Kemper - Quimper  
02 98 87 72 41 | kontouriezh@mervent.bzh | www.mervent.bzh

Mervent, organisme de formation certifié, propose des formations à la langue bretonne de 6 et 3 mois. Nous accompagnons au mieux les stagiaires par l'investissement d'une équipe compétente et expérimentée. Le rythme de la formation est basé sur l'alternance de séquences de progression pédagogique, d'évaluations, de révisions et de remédiation, d'auto-apprentissage par des séquences s'appuyant sur les nouvelles technologies. Des jeux, des visites et des rencontres avec des intervenants brittophones présentant leur métier viennent compléter le contenu de la formation. Anciennes ou nouvelles c'est la variété des modalités pédagogiques qui enrichit l'apprentissage, que ce soit avec le T.P.R (Total Physical Response) ou la simulation globale, afin que chacun y trouve son compte.

Une équipe pédagogique de 11 format-rices-eurs intervient par demi-journées pour donner un rythme dynamique à l'apprentissage : originaires de terroirs différents en Bretagne, cela permet aux stagiaires de se familiariser avec les dialectes, les formant ainsi à une adaptabilité à tous les locuteurs potentiels, d'où qu'ils soient. Chaque stagiaire bénéficie chaque semaine de l'enseignement d'au minimum 6 formatrices ou formateurs différents.

Un aozadur stummañ eo Mervent a ginnig stummadurioù hir diouzh ar brezhoneg, a-hed 6 pe 3 miz. Diouzh ar gwellañ e vez harpet ar stajidi gant ar skipailh barek hag arroutet zo ac'hanomp. E-kerzh ar sizhun eo diazezet lusk ar stummadur war abadennoù deskiñ, a bep eil gant priziadennoù ha neuze adweladennoù pe reizhadennoù, kemalennoù d'an-unan da labourat e-unan, kemalennoù a-nevez, c'hoarioù, gweladennoù en diavaez, emelladennoù gant tud a-ziavaez a ra o micher e brezhoneg. An disheñvel m'eo an doareoù kelellenn, kozh pe nevez, a ra d'an deskiñ bezañ pinvidik, pe e vefe gant an T.P.R (Total Physical Response) pe gant an darvanerezh hollel. Pep hini a gav e c'hoant.

Ur skipailh kelellenn a unnek stummer a ra e labour dre hanter devezhioù evit kas an deskiñ d'ar post : gallout a ra ar stajidi em ober ouzh ar rannyezhoù a-drugarez d'ar gelennerien-se zo deuet eus teroueroù disheñvel e Breizh e-skeud kustumiñ anezho douzh komzerien a bep seurt, n'eus forzh eus pelec'h e vefent. Bep sizhun e tenn pep stajiad e vad eus 6 stummer disheñvel anezho merc'hed ha paotred.

APPRENDRE  
LE BRETON  
EN 6 OU 9 MOIS  
À QUIMPER



\* Rejoins-nous !